

Evit offr da Zoue ar Sacrific Adorabl eus
 an Oferen hervez intantion an Ilis, hac
 evit goulen ar c'hraç d'en em renta
 participant enni, *Var ton* : Prefantomp
 oll guitibunan.

O Ffrop da Zoue ar Sacrific
 Netra ne deus a guer bras pris
 Evel Jesus crucifiet

En Oferen represantet.

A greis va c'halon e c'hoanna
 Da Zoue an Oferen man,
 Evit adori an Dreindet,
 Hac e drugarecât parfer.

Da Drugarecât an Autrou
 Eeus e oll vad oberou,
 Hac evit caout memor ato
 Eus e boaniou hac e varo.

Evit obteni e c'hraçou,
 Hac effaci va fec'hejou,
 Ouspen evit an Anaon,
 D'o dilivra eus ofrison.

Offr a ran c'hoas ar Sacrific
 Evit izomou an Ilis;

D'ar fin evit quemment hini
Ma zoun obliget da bidi.

Brêmâ-souden, ô va Salver,
En em gueffot var an Auter;
Grit ma vezo'ta preparer
Va c'halon d'hon tiguemeret.

Deoc'h en em adressan, Guer-
hes,
C'hui eo va guir Alvocades;
Allas, allas! ne doun quet din
E cleffe ho Map quer ouzin.

Obtenit din, Mam druezus,
Ar c'hraç digant ho Map Jesus
D'en em renta participant
En Oferen devotamant.

Va Eal mat so em c'hever;
Va Faëron, va Maëronez quer,
Oll Sent hac oll Elez eürus,
Va recommandit d'am Jesus.

Er Sacrific, ô va ene,
Chomomp attantif gand Doue;
Lesomp sourciou ar bed-mâ
Eyt hepquen entent ountâ. Amen

O RÆSONOU DEVOT.

Var peb articl eus a Bassion her
Salver, appliquet var peb articl
ivez eus an Oferen, evit asista enni
gant profit bras; *var ton ar Gana-
neen*, O fils de David debonnaire.

Pa za ar Be'ec etrese an Auter, e represant
Jesus oc'h antren er Jardin Olivet.

O Va Jesus a oue affliget
Gant un dristidiguez mortel
Oc'h antren er Jardin Olivet,
Er guel eus ho poaniou cruel,
En union d'ho tristidiguez
Ec'hoffran deoc'h va oll boaniou,
Ma servichint d'am silvidiguez,
Dre verit oc'h oll anqueniou.

Pa gommanç ar Belec an Oferen, d'ar
Confiteor e represant Jesus o c'nuisi ar goad
ea e oreson.

O va Jesus, en em brosternet
Ouz an douar dirac ho Tad,
Oc'h e bidi gant cals a respet,

Ha gant ur c'huesen vras a c'hoad;
 Grit ma rin ato va fedennou
 Gant ferveur hac attantion,
 AAC elec'h goad ma scuillin daëlou
 D'am pec'het gand contriction.

Pa bign ar Belec ous an Auter da boquet
 dezi, Jesus a so trahisset gant Yusas dre
 ar pocq.

O va Jesus, hoc'h eus gouzanvet
 Ar poq treitour eus a Yusas,
 Bete so quen m'hoc'h eus-én galvet
 Ho mignon gand un douçder vras,
 Na bermettit quet ho trahissen
 Gant poq ur goal Gommunion,
 Nac ouz va nessa e tisquessen
 Nep droug na nep disunion.

Pa za ar Belec etrese al lêvr da gorn an
 Auter, Jesus a so garrotet ha treinet da
 dy Annas.

O va Jesus, a oue garrotet
 Aa treinet gant ar re vechant,
 Torrit ar chaden eus va fec'het
 Am dalc'h sujet d'an Ærouant.

Ha gant liamou ho carantez
 Erennit quer stard va c'halon,
 N'am bezo jamæs ar volontez
 D'hoc'h offanci e nep fæ or.

D'an *Introit*, pa ra ar Belec sin ar Groas
 dirac al lévr, Jesus a receo ur javedad
 dirac ar Pontif.

O va Jesus, hoc'h eus gant
 doucder

Un seurt javedad anduret,
 ac a so bet evit un trompler
 Abalamour din quemeret;
 Grit ma souffrin gant patiantet,
 Abalamour dec'hu ivez,
 Quement a vezo grêt em andret
 A zroug hac a gontrolies.

Pa zistro ar Belec da greis an Auter, o
 lavaret *Kyrie eleison*, Jesus a so cacet da
 dy Caïphas, eleac'h ma oue renoncet gant
 Per e Abostol.

O va Jesus, e court Caïphas
 Gant hoc'h Abostol renoncet
 Dre'n occasion m'en em gafas
 Da doma etouez soudardet,

Ma mirit diouz goal compagnez.
 Na ve dre aon pe gomplesanç
 E couezen e nep sempladurez,
 Hep caout egard ous ho presanç.

Pa zistro ar Belec ous an asistantet o lavaret *Dominus vobiscum*, Jesus a zistro ouz
 Per evit ober dezâ anaout ha regreti e bec'het.

O va Jesus, hoc'h eus a druez
 Ouz Per hoc'h Abostol sellet,
 Hac e lequeat epad e vuez
 Da vouela dourec d'e bec'het,
 Roit din an daëlou a binigen
 nac ur guir resolution
 Da zerc'hel mat deoc'h hivisiquen
 Ma rin ur guir confession.

Pa za ar Belec da lavaret an Oresonou hac
 an Abostol, Jesus a so cacet da dy Bilat.

O va Jesus, a ouc fauffamant
 Dirac Ponç Pilat accuset,
 hep e resoc'h na man na seblant
 Evit beza calomniet;
 Grit din, hep en em formalisa,
 Souffr beza hep rason blamet,

Ha perseveri d'ho servicha
 Hep digourajamant ebet.

Pa za ar Belec eus an Abostol d'an Aviel,
 Jesus a so cacet eus a dy Bilad da dy Herodes.

C'hui, va Jesus, e ty Herodes
 So bet bafouet ha dispriget
 Gantâ couls ha gant tud e Balæs
 En ur façon exquis meurbet.
 Bete ma viscas deoc'h, va Salver,
 Ur saë innoçant ha mezus,
 Deffot ha na respontac'h ur guet
 Ouz e c'houlennou curius.

Roit din couraich da souffr ive
 Beza goapeat gant an dud fall,
 Ha da disprijout ar vanite
 Quen en dillad quen en traou-al;
 N'am dilesit quet da lavaret
 Na da ober netra biquen
 Evit beza ganto istimet
 Mæs evit plijout deoc'h hepquen.

Pa zistro ar Belec eus an Aviel da greis
 an Auter, Jesus a zistro eus a dy Herodes
 da dy Bilat.

O va Jesus, a oue digacet.

Digant Herodes da Bilat,
 Pere a oue goude mignonet
 Divar ho coust, Oan egarad,
 Grit na rin fors evit tud vechant
 En em ober a enep din,
 Hac eus a bep sort goal tretamant
 Diouz hoc'h exempl ma profitin.

Pa zeu ar Belec da zisolo ar C'halir goude
 an Aviel, Jesus a so divisquet en noaz evit
 beza scourgeset.

O va Jesus, hoc'h eus acceptet
 Ar vez hac ar gonfusion
 Da veza bet en noas divisquet
 Gant cals a outraich evidon;
 Roit din ar c'harac d'en em divisca
 Diouz ar pec' et hac ar viçou,
 Ha na din quet da gomparrissa
 Dirazoc'h noas a vertuziou.

Dan Offertor, pa offr ar Belec da Zoue
 an Hostif var ar Bladen, hac ar guin er
 C'h lir, Jesus o veza staguet ous ar pilier
 a so scourgeset.

O va Jesus, a oue tourmantet
 Quer cris er flagelacion,

Grit ma souffrin gant patiantet
 Ar fouet eus ho correction,
 Ha na zuin dre nep pec'het marvel,
 Ispicial a impurete,
 D'hoch afflija biquen, va Salver,
 M'ho servichin gant chastete.

Pa c'holo ar Belec ar c'halir abarz dont
 da voualc'h e viziât, pen Jesus a oue
 goloet gant ur Gurunen a spern calet.

O va Jesus, a so bet toullet
 Ho pen dre va superbite.
 Gant ur Gurunen a spern calet;
 Da rei din an humilite;
 Grit ma teuin d'en em humilia
 E pep façon var an douar,
 Ma teuot en Fê d'am glorifia
 Gant ur gurunen a c'hloar.

Pa voualc'h ar Belec e viziât, Pilat a
 voualc'h e zœouarn diouz Jesus, oc'h e
 anaout evit un den just ha santel dirac
 ar Yuzevien.

O va Jesus, a oue poursuivet
 Gant ar Yuzevien d'ar maro,
 Ha c'hus divlam ha just discleriet

Gant Pilat memes dirazo ;
 Na bermetit quet e poursuiuen,
 Ænep hoc'h inspiration,
 Da drangressi nepret ho Lesen
 Oc'h heul va inclination.

Pa zistro ar Belec ous an assistantet, o
 lavaret, *Orate, fratres*, Pilat a zisque
 Jesus d'ar Yuzevien, o lavaret; *Ecce Homo*.

O va Jesus, a oue disquezet
 D'ar Yuzevien casi en noaz,
 Ho corf gant ar fouetou dispennet,
 Ur goz vantel dreist ho tiouscoaz,
 En ho tourn deou lequêt ur gorsen
 Na stag ous ho pen adorabl
 Un torquet spern eguis curunen,
 Beuzet ho pisaich en ho coad.

Na c'hni en ur stad quen truezus
 N'o deoue truez ebet ouzoc'h,
 Quent-se al laër seditius
 Barrabas a breferson t deoc'h;
 Me so bet, siouas, quen dinatur
 Na quen barbar en ho quêver,
 O preferi deoc'h va fligeadur

Ha va interest, va Salver.

D'ar Prefaç, *Per omnia secula seculorum*,
Jesus a so condaonet d'ar maro.

O va Jesus, a so bet barnet
Ouz ur Groas issam da vervel,
Grit ma vezin ive preparer
D'ar maro, pa zeuot d'am guervel,
Ha grit din dougea ho Jugeamant
Non pas jugeamant faus an den,
Ha na varnin quet injustamant
Va nessa ive birviquen.

D'ar *Memento* goude *Sanctus*, pa bed ar
Belec evitar re veo, Jesus a zoug e Groas.

O va Jesus, hoc'h eus bet douguet
Ur groas pouner evidon me,
Grit ma touguin a galon barfet
Va c'hroas evidoc'h-hu ive,
Oc'h en em vortifia bemdez
Hac o renonç din va unan,
Hac oc'h anduri gant carantez
Peb seurt trevell ha peb seurt poan.

Greomp hor *Memento* ive gant ar Belge
evit ar re yaro.

M'ho ped, va Jesus da gaout
memor

Eus va oll mad-oberourien,
Evit ho cloar, ô va Redemptor,
Conservit ho servicherien,
Me recomand deo'h va mignonet.
Va c'herent ha queiment hini
M'ouzoc'h errat ez oun obliget
Evito, va Doue, d'ho pidi.

Pa vez astennet gant ar Belec e zaouarn
azioue'h an Hosti hac ar C'halir abars o
c'honsacri, ar Veonic a zeuas da asten he
gouel evit sec'hre visich da Jesus.

O va Salver, hoc'h eus en tri fleg
A c'houel ar Veronic eurus
Ho Portret adorabl imprimet,
Pa sec'has ho Faç truezus,
En teir buiffanç eus va ene
Ho Passion imprimit doun,
M'em bezo sonch ac'hanoc'h ive,
Ha ma ho quirin em c'halon.

Pa vez ar Belec oc'h obe. sin ar Groas
azioue'h an Hosti hac ar C'halir abars o
c'honsacri, Jesus a so staguete our ar Groas
gant lachon.

O va Jesus, a so bet tacher
 Ous ur groas if m evidon,
 Hac hog'n eus bet dreizi effacer
 Hor scrid a goudaunation,
 Toullit va c'halon dre an dougeanç
 Rac ho jugeamanchou divin,
 Evit bepret an obeissanç
 D'ho courc'hemennou ma vevin.

Pa vez savet a huel an Hostif consacret
 gant ar Belec, Jesus Crucifiet a so savet a
 ispill ous ar Groas

M'hoc'h ador hac ho car, va
 Salver,

So bet gant ar c'hruella gloas
 Var bouez an tachou ho corf pon-
 ner

Savet a ispill ous ar Groas ;
 Diouz traou ar bet sivit va c'halon,
 Tennit-hi varzu ae-enoc'h,
 N'en em stago quet e nep façon
 Ous netra tout nemet ouzoc'h.

Pa vez savet ar C'hali ive goude ma vez
 consacret, goad Jesus a red eus c'houlion
 digoret eus ar Groas.

Evel ma red ho Coad precius
 En ho couliou digoret,
 Eus anezo ive, va Jesus,
 Ar funteun eus ho craç a red:
 Var va ene'ta grit ma redo
 D'e hoalc'hi dious va fec'hejou,
 Ha ma quifin ar remed eno
 Ous ar goall dentationou.

D'ar *Memento* goude ar Gorreou, pa bed ar
 Belec evit ar re varo, Jesus a bed ouz ar Groas:
 evit an natur humen ha memes e vourevien.

O va Jesus, a bedas ho Tad,
 Pa edoc'h ous ar Groas staguet,
 Da rei pardon d'an dud ingrad,
 Memes d'ho pourrevien galet;
 Roit din ar vertuz eus an douçder
 Da bardoni a galon vad,
 Ha diouz hoc'h exempl, ô va Salver,
 Eleac'h an droug da renta ar mad.

Greomp hor *Memento* ive gant ar Belec:
 evit recommandi da Zoue ar re varo pere so
 er Purgator.

Er *Memento*-mâ, ô va Jesus
 Ho suppliàn da gaout memor

Eus an oll Anaon hirvoudus
 A so e tan ar Purgator.
 Dre ho Maro hac o Passion
 Dilivrit-ii eus o zcurmant,
 Ar re m'em eus obligation
 Dezo particulieramant.

Palavar ar Belec *Nobis quoque peccatoribus,*
 al laër deou en em gonyertis ouz Jesus.

O va Jesus, c'hui a brometas
 ho Parados d'al laër deou,
 En heur ar maro pa regretas
 Gant ur guir gueus e oll grimou;
 Roit din ar c'heuz-se var ma maro
 Ma clevin gueneoc'h couls hac èn
 Ar c'homsou-mâ: c'hui vezo hirio
 Eurus em Barados gueneèn.

Palavar ar Belec ar *Pater,* a so seiz goulen
 enni, e represant ar seiz guer a brononças
 Jesus ouz ar Groas.

Titre ar seiz guer, ô va Jesus,
 hoc'h eus ous ar Groas prononcet,
 Da Sant Ian ho Mam garantesus
 C'hui hoc'h eus bet recommandet.

Hac hoc'h ene d'ho Tad Eternel,
 P'edoc'h var ar poent d'e renta;
 Va ene deoc'h, pa zeuin da vervel,
 A recomandan dreist peb tra.

Evit en em recomandi d'ar Verc'hes
 Sacrive.

O Guerc'hes sacr, Mam-rugarezus
 Pa zoun e personaich Sant Ian,
 Recoumandet deoc'h gant va Jesus
 Ho quemeràn evit va Mam;
 Ha rac-se evel eus ho crouadur
 Ho pêc ac'hanon ar source
 E quemement poan ha displijadur
 A ouffe ma inquieti.

Pa rann ar Belc'han Hostif azioc'h ar
 C'hali o tispar an eit pez dioc'h eguil'e,
 Ene Jesus azisparti diouz e gorf o vervel
 er Groa

O va Jesus hoc'h eus anduret
 Er Groas evidon ar maro,
 Grit ma teuin da vervel a speret
 Da draou ar bel-mâ var un dro,
 Evit pa deui va c'horf da vervel,
 Ma zai va ene da repos,

O receo ar vuez eternal
 Digueneoc'h en ho Parados.

Pa les ar Belec un tamic eus an Hostif da
 zisquen er C'halir, Ene Jesus a zisquen
 ebars el Lymbou goude e varo.

O va Jesus, c'hui a zisquennas
 Da zilaç an eneou santel
 Eus al Lymbou, hac a chadennas
 Satan hon adversour cruel;
 Grit m'en trec'hin ha ma tisquenno
 Eus ho Coad sacr ar vertuz vras
 Er Puigator, evit ma tenno
 An Anaon eus an tan grizias.

Pa lavar ar Belec *Agnus Dei*, darn a oue
 convertisset eus ar vourreevien dre ar
 maro Jesus.

O Jesus, hoc'h eus dre ho Maro
 Darn eus ho pourrevien touchet
 Da regreti gant ur c'heus garo
 D'ho peza ous ar Groas staguet;
 Dre ar merit eus ho Passion
 Grit ma vezin convertisset,
 Gant ur guir gueus ha contrition
 D'ho peza, siouas, offancet.

Pa gommuni ar Belec, o lavaret, *Domine;*
non sum dignus; &c. Va Autrou ne doun
 quet dîn e c'hantreac'h em estomac, Jesus
 a so sebeliet en ur bez nevez.

COMMUNION SPIRITUEL.

O Va Jesus, en ur bez nevez
 C'hui pîni a oue sebeliet
 Grit ma teuin d'ho sebelia ivez
 En ur galon purifiet.

Ne doun quet dîn e teuaç'h em ene,
 Clàn eo a lous gand ar pec'het,
 Mæs livirit ur guer, va Doue,
 Hac e vezo salo rentet.

A greis va c'halon em eus regret
 D'ho peza offañcet, va Jesus,
 Hac e proposan d'en em viret,
 Gatho craç dious pep pec'het grevus
 Enoc'h e credan hac e esperan,
 M'en em resin d'ho volonte,
 C'hui ho'ch-unan eo a zeziràn,
 C'hui epquen eo va c'harante.

Deut em ene'ta, deut va Jesus,
 Dre ho craç spirituelamant,
 O c'hortos ma vesin quen eurüs

D'ho receo ive realamant ;
Ha grit ma vesin cenchet enoc'h ,
M'hor beso ur memes speret ,
Ha na vesin biquen diousoc'h
Dre nep seurt pec'het separet.

Pa zeu ar Belec da voualc'hi e visiat a
ziouc'h ar C'halir , ha d'o sechi gant ar
Purificator , Corf Jesus a oue goalc'het ,
onganter ha lianet.

Goude mervel ho corf, va Jesus ,
A oue goalc'het hac onganter
Gant Joseph ha gant Nicodemus
En ul lincer ven lianet ,
Em c'halon grit ma hoc'h ongant
Dre'r pratic eus ar vertusiou ,
Ha dre ar ferveur m'ho contantin
Em oll œuvrou hac oll boaniou.

Pa zeu ar Belec da gaout al levr goude ar
Communion , Jesus a so ressussitet a varo
da veo.

Va Salver , eus ar be sortiet
Ha ressuscitet glorius ,
Eus a bep viç ar bed miliguet
Grit ma quitain victorius ,
Hac en o craç ma ressuscitin

O cundui ur buez nevez,
Hac en o cloar ma c'haparissin
Unan an diziou-mâ ivez.

Pa zistro ar Belec ous an assistantet, o
lavaret *Dominus vobiscum*, Jesus a zo ap-
parisset d'e Zisquibien, o lavaret dezo ive
ar peoc'h ra vezo gueneoc'h.

Va Jesus, hoc'h eus rejouisset
Ho Mam quer hac oc'h Ebestel,
Pa zouc'h bet deso apparisset
Gant ur c'hloar vras hac immortal
Pa n'allàn er vuez-mâ ho quelet,
Roit din an eur, me ho supii,
Gant ho Sent hac ho Mam beniguet
Er vuez-all d'ho contempli.

Pa zeu ar Belec d'ar C'hollectou pe d'an
Oræsonon diveza, Jesus a chom gant e
Zisquibien epad daou-uguent dervez gonde
ma oa ressussitet, evit o instrui.

O va Jesus, ho poue'r vadelez
Da chom da rei instruction,
D'o Tisquibien epad daouguen dez
Pliget gueneoc'h ato va c'helen,
Ma rin bepret ho volonte,

Hep terri jamæs nep gourc'hemen
Eus ho Lezen a garante.

Pa zistro ar Belec da lavaret *Ite, Missa est*, Jesus, goude beza lavaret d'e Zisquibien, iit da brezec an Aviel dre'r bed, a bignas en o fresanç en Eê.

O va Jesus, a zo bet pignet
Gant gloar ha triumph bras en Eê
Dirac ho Tisquibien benniguet,
Grit ma zaïmp dy d'ho heul ive,
Ha ma raïmp hon oll antretien
Gucneoc'h ha gant ho Sent eno
O tispr'sout an traou terrien,
Pa ne d'ê houmâ ê hor bro.

Pa ro ar Belec ar Venediction e fin an Oferen, Jesus a zigaç ar Speret Santel d'e Zisquibien.

Va Jesus, hoc'h eus digaçet
Ar Speret-Glan d'ho Tisquibien,
Pa edont assambles unisset
O persevert d'e c'houlen;
Grit ma teui gant e seis donason
D'ober en ene e eneuranç,
Evitma roï din en Orason

Hac et mad ar berseveranc.

ACTION a c'hrac evit trugarecât Jesus goude an Oferen, ec'h e supplia d'honrenta fidel en e servich epad an deiz.

M'ho trugareca, ô va Salver,
M'ho meul, va Autrou souveren,
Da veza grêt din quer bras faver
Da asista en Oferen:

Ma n'am eus quiet assistet enni
Gant an attantion requis,
Ho pedân ive d'am pardon
Dre'r vertus eus ho Sacrific:

EVIT goulen ar c'hrac da veza fidel dâ Zoue epad an deiz hac epad ar vuez, o trec'hi peb goal dentation.

Hoguen me ho supli va Jesus,
Dre veritou ho Passion,
Grit din ato rebarb courachus
Ous peb seurt goal dentation,
M'ho servichin gant fidelite,
Hirio hac epad va buhez,
Ha ma c'hillin un eternite
Ho meuli gant ho Sent ive: